

An distenn 1962-1975

Diell 1

I. Abegoù an distenn

Ar c'heñvezañs peoc'hiek

1. Peseurt enkadenn a lakaa an daou gevezer da chañch politikerezh?
.....

Diell 2: Pe a blij deoc'h hoc'h amezeg pe ne ra ket. N'oe ket ret deco'h skoulmiñ darempredoù mignoniezh getañ pe mont d'ober gweladennoù dezhañ. Met, emac'h o chom kichen-ha-kichen ha petra d'ober ma ne fell ket deoc'h na dezhañ kuitaat al lec'h m'oc'h boas outañ evit mont da chom en ur gêr arall?
...Ne chom, eta, nemet daou diskoulm: pe ober brezel-ha ret eo soñjal, da vare ar bannelloù hag ar vombezenn hidrogen, e tenn ar brezel da vras evit an holl bobloù- pe neuze ar c'henvevañs peoc'hiek. Pe e blij dit da amezeg pe get, n'eus netra all ober nemet kavout gantañ un dachenn-emglev rak n'hon eus nemet ur voull-douar da vevañ warni

Prezegenn Khrouchtchev, 6 a viz Gouere 1959




-Bombezenn H:1949 get URSS ha 1962 get SUA
-Poblañsoù en Europa(73 milion a sinadurioù) get galvadeget Stockholm evit ar peoc'h

2. Displegit perak e vo kreñvoc'h ar youl kendivizout get an Daou Vras a-dal 1962?
.....

A. HOUOT - Aix-Marseille La conférence de BANDOUNG (1955)

3. Hervez an diell 2, displegit petra eo ar c'henvevañs peoc'hiek
.....



4. Petra eo "ar c'hempouez dre ar spont"?
.....

5. Petra zo bet e Bandung e 1955?
.....

Arouezioù an distenn:

1963: pellgomzer ruz

1965: feur-emglev àr eneplediñ an armoù nukleel



Kennedy ha Khrouchtchev, Wien, 1961

II. Distenn en Europa: troc'h etre URSS ha Stadoù Reter Europa:

Nevez-amzer PRAHA e Tchekoslovakia.

5. Petra a c'houlenn ar poblañsoù tcheki? Pegoulz eo bet?Piv a zo e-penn? Penaos e voe anvet an dispac'h-se?
.....



skeudenn Ladislav Bielik

6. Petra eo bet emzACL'h URSS dirak an Dispac'h-se? Perak?
.....

Doc. 4 Le « printemps de Prague »

Affiche réalisée après l'intervention des troupes du pacte de Varsovie en Tchécoslovaquie en août 1968.

Cette intervention met fin aux tentatives de réformes impulsées lors du « printemps de Prague » par Alexander Dubček.



III. An distenn en e barr

Sinadur SALT 1 etre Brejnev
ha Nixon (1969-1974)



Emglevioù evit krenniñ an armoù:

Moskva: 1963: fin an taolioù-arnod nukleel en aer hag edan ar mor

1968: chom hep pourvez an arm atomek d'ar re n'o doa ket anezhañ.

1972: **SALT 1**: emglev evit krenniñ an armoù enep-misil ha paouez da greskiñ an armoù strategel e-pad 5 blez

Kuzuliadeg war surentez hag ar c'henlabour en Europa(CSCE) en Helsinki, Gouere 1973 get SUA, URSS hag ar Stadoù eus Europa(35)

Embannet eo bet ar skird da heul, eus embann ar pennaennoù a vo reoliet ganto an darempredoù skoulmet etre ar Stadoù o deus sinet :

1. Kevatalder war dachenn an emren, doujañs d'ar gwirioù o tennañ d'an emren. Gwir get pep Stad da choaz he framm politikel, sosial, ekonomikel ha sevenadurel.
2. Nac'h implij ar gourdrouz pe an nerzh
3. Stad difreuzus an harzoù.
4. Anterinded an diriegezh.
5. Diskoulm ar c'hudennoù e peoc'h
6. Nac'hiñ emellout en aferioù diabarzh.
7. Doujiñ ouzh gwirioù mab-den ha d'ar frankizoù.

7. Perak ez eus tu lâer e oa an distenn en e barr?

III. An enkadenn en Distenn:

A. Vietnam:

E 1954, get emglevioù Geneva e oa troc'het Vietnam e div lodenn dispartiet get ar 17vet ledredenn: an Norzh komunour hag ar Su harpet get an Amerikaned. E 1960 e krogas komunourien **ar Vietcong**, sikouret get an Norzh, ar c'hentañ taolioù guerilla er Su. A-dal 1960 ez eas ar gouarnamant amerikan war ar brezeliñ. Met taliñ a reas Norzh Vietnam doc'h al lanvad bombezennoù hag doc'h armoù kimiek el an napalm. Betek 500 000 a soudard a oa diskennet e Vietnam evit mougiñ ur guerilla Vietcong sikouret get Sina hag URSS. Dinerzhet e veze arme Amerika get an drammoù ha trafikoù liesseurt ar pezh a roe lusk d'ar vruderezh peoc'hgarour. E 1973 e rank an Amerikaned tec'het kuit, trec'het. E 1975 e voe unvanet Vietnam ha komunist.

